

Method Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Method\
 Method File : PR020119CLP.M
 Title : GC EXTRACTABLES
 Last Update : Sat Feb 02 01:45:00 2019
 Response Via : Initial Calibration

Calibration Files

400 =PR035310.D 1600 =PR035312.D 800 =PR035311.D
 200 =PR035309.D 100 =PR035308.D

Compound			400	1600	800	200	100	Avg		
1)	SA	Tetrachloro-m-xylene	1.744	1.489	1.435	1.454	1.632	1.551	E6	8.56
2)	SA	Decachlorobiphenyl	2.138	2.077	2.230	2.348	2.248	2.208	E6	4.74
3)	L1	AR-1016-1	1.069	0.877	0.882	0.968	1.078	0.975	E5	9.96
4)	L1	AR-1016-2	1.594	1.359	1.349	1.404	1.585	1.458	E5	8.34
5)	L1	AR-1016-3	0.974	0.811	0.820	0.877	1.002	0.897	E5	9.74
6)	L1	AR-1016-4	8.138	6.873	6.902	7.322	8.337	7.514	E4	9.15
7)	L1	AR-1016-5	7.995	6.826	6.831	7.353	8.625	7.526	E4	10.36
8)	L2	AR-1221-1	1.969	1.769	1.673	1.844	1.909	1.833	E4	6.36
9)	L2	AR-1221-2	1.361	1.244	1.160	1.286	1.347	1.279	E4	6.40
10)	L2	AR-1221-3	4.815	4.374	4.152	4.710	5.007	4.612	E4	7.47
11)	L3	AR-1232-1	3.430	3.037	3.288	3.506	3.445	3.341	E4	5.62
12)	L3	AR-1232-2	1.966	1.737	1.817	1.865	1.819	1.841	E4	4.55
13)	L3	AR-1232-3	4.118	3.647	3.873	4.294	4.427	4.072	E4	7.75
14)	L3	AR-1232-4	2.090	1.814	1.947	2.185	2.134	2.034	E4	7.47
15)	L3	AR-1232-5	1.549	1.332	1.468	1.668	1.714	1.546	E4	9.97
16)	L4	AR-1242-1	5.456	4.863	5.229	5.813	6.011	5.474	E4	8.36
17)	L4	AR-1242-2	8.078	7.483	7.756	8.649	8.912	8.175	E4	7.32
18)	L4	AR-1242-3	5.043	4.497	4.774	5.362	5.606	5.057	E4	8.78
19)	L4	AR-1242-4	4.190	3.772	3.987	4.379	4.489	4.163	E4	6.98
20)	L4	AR-1242-5	5.092	4.552	4.816	5.361	5.473	5.059	E4	7.52
21)	L5	AR-1248-1	3.930	3.400	3.728	3.912	4.439	3.882	E4	9.72
22)	L5	AR-1248-2	5.649	4.900	5.392	5.704	6.679	5.665	E4	11.47
23)	L5	AR-1248-3	6.470	5.711	6.226	6.426	7.190	6.405	E4	8.32
24)	L5	AR-1248-4	7.935	7.053	7.634	7.843	8.857	7.864	E4	8.30
25)	L5	AR-1248-5	7.498	6.684	7.288	7.364	8.341	7.435	E4	8.00
26)	L6	AR-1254-1	1.074	0.985	1.094	1.188	1.209	1.110	E5	8.18
27)	L6	AR-1254-2	1.731	1.601	1.770	1.886	1.893	1.776	E5	6.82
28)	L6	AR-1254-3	1.878	1.770	1.929	1.996	1.967	1.908	E5	4.66
29)	L6	AR-1254-4	1.583	1.494	1.620	1.685	1.671	1.610	E5	4.78
30)	L6	AR-1254-5	1.633	1.554	1.668	1.727	1.668	1.650	E5	3.85
31)	L7	AR-1260-1	1.799	1.622	1.601	1.689	1.889	1.720	E5	7.10
32)	L7	AR-1260-2	2.535	2.338	2.294	2.345	2.594	2.421	E5	5.53
33)	L7	AR-1260-3	2.785	2.608	2.548	2.589	2.786	2.663	E5	4.27
34)	L7	AR-1260-4	1.959	1.839	1.809	1.843	1.978	1.886	E5	4.09
35)	L7	AR-1260-5	4.750	4.597	4.514	4.448	4.685	4.599	E5	2.67
36)	L8	AR-1262-1	1.870	1.754	1.890	1.711	2.033	1.851	E5	6.84
37)	L8	AR-1262-2	3.219	3.156	3.326	2.994	3.337	3.206	E5	4.39
38)	L8	AR-1262-3	2.053	1.991	2.089	1.950	2.114	2.039	E5	3.34
39)	L8	AR-1262-4	1.518	1.467	1.537	1.447	1.548	1.503	E5	2.97
40)	L8	AR-1262-5	1.021	1.007	1.008	1.010	0.979	1.005	E5	1.55
41)	L9	AR-1268-1	5.958	5.715	5.906	6.041	5.817	5.887	E5	2.14
42)	L9	AR-1268-2	4.996	4.829	4.952	5.052	4.881	4.942	E5	1.79
43)	L9	AR-1268-3	4.478	4.354	4.483	4.524	4.428	4.453	E5	1.46
44)	L9	AR-1268-4	1.591	1.560	1.619	1.611	1.676	1.611	E5	2.66
45)	L9	AR-1268-5	1.188	1.134	1.210	1.195	1.248	1.195	E6	3.44

Signal #2 Calibration Files

400 =PR035310.D 1600 =PR035312.D 800 =PR035311.D
 200 =PR035309.D 100 =PR035308.D

Compound		400	1600	800	200	100	Avg	%RSD	
1) SA	Tetrachloro-m-xylene	3.473	2.972	2.865	2.825	3.202	3.067	E6	8.81
2) SA	Decachlorobiphenyl	5.571	5.429	5.738	6.023	5.830	5.718	E6	4.02
3) L1	AR-1016-1	2.445	1.961	2.030	2.146	2.438	2.204	E5	10.28
4) L1	AR-1016-2	3.823	3.218	3.187	3.339	3.765	3.466	E5	8.80
5) L1	AR-1016-3	1.945	1.629	1.630	1.706	1.887	1.759	E5	8.41

Method Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Method\
 Method File : PR020119CLP.M
 Title : GC EXTRACTABLES
 Last Update : Sat Feb 02 01:45:00 2019
 Response Via : Initial Calibration

Calibration Files

400 =PR035310.D 1600 =PR035312.D 800 =PR035311.D
 200 =PR035309.D 100 =PR035308.D

	Compound	400	1600	800	200	100	Avg		%RSD
6)	L1 AR-1016-4	1.481	1.215	1.229	1.340	1.516	1.356	E5	10.26
7)	L1 AR-1016-5	2.100	1.755	1.774	1.905	2.201	1.947	E5	10.16
8)	L2 AR-1221-1	4.494	4.068	3.847	4.181	4.443	4.207	E4	6.37
9)	L2 AR-1221-2	3.231	2.888	2.770	3.136	3.576	3.120	E4	10.09
10)	L2 AR-1221-3	1.133	1.001	0.957	1.120	1.152	1.072	E5	8.17
11)	L3 AR-1232-1	8.313	7.070	7.525	8.222	8.617	7.949	E4	7.97
12)	L3 AR-1232-2	0.973	0.877	0.912	1.009	1.077	0.970	E5	8.13
13)	L3 AR-1232-3	4.935	4.470	4.665	5.264	5.560	4.979	E4	8.86
14)	L3 AR-1232-4	4.410	3.866	4.136	4.776	5.039	4.446	E4	10.63
15)	L3 AR-1232-5	5.006	4.404	4.672	5.730	5.774	5.117	E4	12.07
16)	L4 AR-1242-1	1.252	1.137	1.171	1.308	1.373	1.248	E5	7.74
17)	L4 AR-1242-2	1.951	1.811	1.897	2.037	2.135	1.966	E5	6.36
18)	L4 AR-1242-3	1.031	0.936	0.975	1.074	1.121	1.027	E5	7.25
19)	L4 AR-1242-4	1.012	0.891	0.941	1.071	1.126	1.008	E5	9.43
20)	L4 AR-1242-5	1.454	1.294	1.361	1.523	1.604	1.447	E5	8.55
21)	L5 AR-1248-1	0.913	0.805	0.870	0.926	1.074	0.917	E5	10.81
22)	L5 AR-1248-2	1.293	1.123	1.227	1.301	1.478	1.284	E5	10.09
23)	L5 AR-1248-3	1.338	1.167	1.276	1.332	1.517	1.326	E5	9.56
24)	L5 AR-1248-4	1.680	1.493	1.617	1.677	1.890	1.671	E5	8.60
25)	L5 AR-1248-5	1.793	1.593	1.719	1.763	1.972	1.768	E5	7.77
26)	L6 AR-1254-1	3.744	3.526	3.888	4.099	4.071	3.866	E5	6.17
27)	L6 AR-1254-2	3.296	3.087	3.401	3.606	3.603	3.399	E5	6.45
28)	L6 AR-1254-3	5.728	5.426	5.927	6.146	6.053	5.856	E5	4.90
29)	L6 AR-1254-4	3.829	3.620	3.945	4.153	4.077	3.925	E5	5.37
30)	L6 AR-1254-5	5.444	5.140	5.555	5.789	5.715	5.529	E5	4.63
31)	L7 AR-1260-1	4.780	4.250	4.215	4.412	4.945	4.520	E5	7.22
32)	L7 AR-1260-2	6.423	5.743	5.702	5.908	6.564	6.068	E5	6.58
33)	L7 AR-1260-3	5.725	5.193	5.127	5.260	5.796	5.420	E5	5.82
34)	L7 AR-1260-4	4.772	4.409	4.361	4.483	4.882	4.581	E5	5.06
35)	L7 AR-1260-5	1.316	1.224	1.226	1.239	1.307	1.262	E6	3.60
36)	L8 AR-1262-1	4.775	4.484	4.816	4.424	5.297	4.759	E5	7.28
37)	L8 AR-1262-2	8.943	8.588	9.136	8.289	9.300	8.851	E5	4.64
38)	L8 AR-1262-3	3.744	3.573	3.586	3.418	4.022	3.669	E5	6.24
39)	L8 AR-1262-4	6.299	6.124	6.380	5.971	6.550	6.265	E5	3.59
40)	L8 AR-1262-5	2.846	2.822	2.833	2.854	2.869	2.845	E5	0.64
41)	L9 AR-1268-1	1.637	1.534	1.595	1.658	1.596	1.604	E6	2.96
42)	L9 AR-1268-2	1.444	1.373	1.420	1.455	1.407	1.419	E6	2.28
43)	L9 AR-1268-3	1.257	1.206	1.244	1.265	1.226	1.239	E6	1.94
44)	L9 AR-1268-4	4.516	4.374	4.525	4.599	4.780	4.559	E5	3.25
45)	L9 AR-1268-5	3.444	3.171	3.429	3.469	3.594	3.421	E6	4.51

(#) = Out of Range